

emplaire avec notes.
A conserver.

VI.27

*Hommage de l'auteur
G. C.*

KANTIKOU

EVIT

GOUELIOU NEDELEK

gant eur Missioner breizad.



KEMPER

MOULLET E TI DE KERANGAL

1908

Peden d'Hor Zalver stag ouz ar groaz.

*Induljans plenier da
c'hounit pe evi-
domp hon unan
pe evitan Anaoun,
var bouez : 1^o Ko-
vez ha kommunia;*



*2^o Lavaret pe kana
devot ar c'chantik-
ma dirag imaj ar
grusifi ; 3^o Pedi
evit ezomou an
Iliz.*

Var don : *Elez euz ar baradoz.*

Jezuz mad ha dous meurbéd, dirazoc'h daoulinet,
Gant brassa nerz va ene, m'ho ped hag hoc'h asped
Da skriva d'in em c'haloun, da skriva ennhi don
Feiz, esperanz, karantez ha guir gontrision.

E kreiz va c'haloun ive lakit, o va Jezuz,
Da gorrija va buez, bolontez vad, nerzuz,
Epad m'emaoun, gant glac'har ha gant karantez vraz,
O sonjal 'n ho pemp gouli, o sonjal ennho c'hoaz.

Dirazoun, Jezuz ken mad, e velan ar c'homzou
Hen doa ar profet David laket en ho kinou :
« Toullet ho deuz va daouarn ; va zreid ho deuz toullet,
« Ha betek va holl eskern ganthro zo bet kountet. »

KANTIKOU

EVIT

GOUELIOU NEDELEK

KENTA KANTIK

Var don : *Venez, divin Messie* (Toniou n° 72).

DISKAN :

*Deut, va Zalver, va Doue,
Da gass peb drouk pell diouzomp ;
O guir zourcen a vue,
Deut buhan davedomp.*

Ah ! diskennit ; hastit affo ; (1)
Ni c'hortoz abaoe pell zo ;
Hon diouallit dioc'h ar maro..

*Deut, va Zalver, va Doue,
Da gass peb drouk pell diouzomp ;
O guir zourcen a vue,
Deut buhan davedomp.*

Na zalc'hit ket a zrouk pelloc'h ;
Ni gouez d'an daoulin dirazoc'h ;
Ni harp hon holl fizianz varnoc'h.

(1) Affo : buhan.

An ifern gant he gounnar
A zeu goassoc'h da stourm ouzömp.
Diskennit var an douar,
Deut buhan davedomp.

Hon huanad ra vo klevet :
Ar madou kaer hon euz kollet
Daoust lta ne vezint mui kavet ?
Stank e tired hon daelou ;
Va Doue, ma pardouñit deomp,
E vo fin d'hon ankeniou :
Deut buhan davedomp.

Eur vech ma vefot diskennet,
Ni velo an ifern klozet,
Hag ar baradoz digoret.
Ni c'hortoz hed an amzer ;
An Ee ho peuz græt evidomp ;
D'ho ker e rankit delc'her :
Deut buhan davedomp.

Grit ma c'hellimp holl assamblez
Kana eun deiz, en ho palez,
Hag ho kloar hag ho karantez.
Setu ar guir eurusted
Zo a-viskoaz preparet deomp.
Eun errez deomp e rofet,
En eur zont davedomp.

J. B.

— J'avais fait une première traduction vers 1898. Elle parut dans le journal Le Progrès breveté qui n'était pas alors distincte de la Croix rouge de Brieuc. Je me suis servi de mon premier travail, mais j'y ai fait quelques modifications, surtout dans les strophes. —

EIL GANTIK (1)

Var don : *Peger kaer ez eo Mamm Jezuz.*

DISKAN :

*Ni hoc'h ador, Mabik Jezuz,
Mabik dous ha karantezuz,
Doue meurbed madelezuz.*

Mabik Jezuz, e kreiz an noz,
C'houi a zilez ar baradoz,
'Vit dont en hon touez henoz.

Mabik Jezuz, Doue-Bugel,
Ra vezo klouar an avel
En noz-man, en dro d'ho kavel !

Mabik Jezuz, dre an envou
Eled a gan deoc'h kantikou...
Perag 'glevan-me ho klemmou ?

Mabik Jezuz, me oar ervad
Perag e vouel ho taoulagad ?
Hor pec'hed 'ra deoc'h kalonad !

Mabik Jezuz, evit bepred
O me a dro kein d'ar pec'hed.
Va c'halon d'eoc'h zo gounezet.

Mabik Jezuz, hed va buez,
Me a veulo ho madelez ;
Ra varvin en ho karantez !

L'Abbé Le May
Guiscriff.

(1) Tennet divar *Feiz ha Breiz* koz, 23 a viz Kerzu 1876. — Publié de nouveau dans le *J. de Breiz* 1^e Genver 1882, et signé : *Batz Mabik Jezuz (Abbé Le May - de Guiscriff.)* Publié encore en 1901, dans *Kroaz ar Vretoned* (20-21^e Janvier) où il est signé *Meliaf*, pseudonyme de *Abbé Le May*, Recteur de St Qignedan, avec cette date : 20 Kerzu 1900. Enfin *Le nouveau Feiz ha Breiz* l'a reproduit dans son n° de Nov. &c. 1902 p.

TREDE KANTIK (1)

(Evit an Ton : Cfr Variae preces Solesmes, p. 72.)

E Bethleem ~~eo~~^{eo} ganet, alleluia,
Jezuz hor Zalver beniget, alleluia, alleluia.

DISKAN :

*Gant laouenidigez
Meulomp oll Jezuz hor Zalver
En eur c'hantik nevez.*

Guir Vab Doue en em c'hreat den, alleluia,
A zo kousket etre daou loen, alleluia, allel.

Souezi rafac'h a dra zur, alleluia,
O velet Doue krouadur, alleluia, alleluia.

He-unan e c'houarn ar bed, alleluia,
Ha gant he vamm e vez douget, alleluia, allel.

Dont a ra 'n Elez euz an Ee, alleluia,
Da velet er c'hraou Mab Doue, alleluia, allel.

Oll en eur c'chantik duduiz, alleluia,
E veulont a-unan Jezuz, alleluia, alleluia.

Gervel a reont ar Bastored, alleluia,
Da velet ho Zalver ganet, alleluia, alleluia.

Deuz Saba e teu tri Roue, alleluia,
Da stoui dirag ho Doue, alleluia, alleluia.

(1) *Feiz ha Breiz.* Nov.-Déc. 1902.

Da Jezuz evidomp ken paour, alleluia,
E roont ezanz, myr hag aour, alleluia, allel.

Evit diskuez dre gementse, alleluia,
Eo guir Doue, den ha roue, alleluia, alleluia.

Mab Doue zo e guirionez, alleluia,
Mab da Vari atao guerc'hez, alleluia, alleluia.

'Vit hor prena ni pec'herien, alleluia,
Eo he-unan en em c'hreat den, alleluia, allel.

Oll eta, er gouël kaer-ma, alleluia,
Meulomp Doue heb ehana, alleluia, alleluia.

Gloar da dri Ferson an Dreinded, alleluia,
Beteg ha goude fin ar bed, alleluia, alleluia.

PEVARÉ KANTIK

Var don : *Jesu, Redemptor omnium.*

DIŞKAN :

*Deomp holl, kristenien, da velet
Ar bugelik nevez-ganet ;
Guir Vab eo d'an Tad eternel.
Deomp d'hen adori 'n he gavel.*

O pebez kelou a joa !
E Bethleem 'kreiz an noz-ma,
E Bethleem eo bet ganet
Jezuz hor Zalver beniget.

Eno, gant ar Verc'hez Vari,
Eo bet ganet evidomp-ni.
Nag hen zo koant ha grasiuz !
Nag hen zo humbl ha gouzanvuz !

He gorf tener zo mailluret ;
'N eur manjouer eo gourvezet ;
Gourvezet var eun dornad foenn,
'Tre eun azen hag eun ejen.

Diskennet eo leun a druez,
Da zigas deomp ar guir vuez.
Lakomp da dalvout he c'hrassou,
Prenet dre gement a boaniou.

Kanomp Nouel da Vab Douę
Henoz diskennet euz an Ee.
Holl, a-unan gant an Elez,
Meulomp, meulomp he vadelez.

A benn poent ar gommunion,
Guerc'hez, preparit va c'halon.
Pa 'z in da reseo ho Mabik,
Roit d'in ho kalon birvidik.

Araok ma teuot davedoun,
Mabik Jezuz, lakit ennoun
Purete an Elez santel,
Zo en dro deoc'h stouet izel.

Ennoun c'hoaz lakit, o Jezuz,
Eur guir fizianz, eur feiz nerzuz :
Roit d'in fizianz ar Bastored
Ha feiz nerzuz ar Rouaned.

J. B.

PEMPED KANTIK

Ton : *Kaset e voue gant Doue* (Toniou n° 73).

DISKAN :

Gant an holl Elez euruz
Unanomp hor moueziou ;
Kanömp d'ar Mabik Jezuz
Hor c'haera kantikou.
Myster he C'hinivelez
Da Zoue a ro gloar,
Ha digas a ra iveau
Ar peoc'h var an douar.

O burzud a garantez !
Mab-Doue he unan
Evit hor zilvidigez
Zo deut paour kez bihan.
Red eo e ve hon ene
Fun dra a briz'huel,
P'e guir 'vidomp eun Doue
A zisken ken izel.

'N eur zizenti ouz Doue,
Hon tad kenta, siouaz !
Hen doa var he vugale
Tennet malheuriou braz.
Jezuz 'n he C'hinivelez
A velomp er c'hountrol
Dre nerz he zentidigez
Oc'h ober vad d'an holl.

Dre garet re ar madou,
An dud oa 'n em gollet.
Re stag oa ho c'halonou
Ouz an holl draou krouet.
Jezuz 'n he C'hinivelez,
Da rei deomp eur gentel,
'Kreiz ar vrassa paourentez
A fell dezhan genel.

Azalek ma z-oc'h ganet,
Perag ive, Jezuz,
Perag ho peuz-hu choazet
Eur vuez ker poaniuz ?
Evitreideompdagoumpren
Ne c'hell hon eneou
Nemet dre ar binijen
Tizout bro an envoyu.

Jezuz, me vel an daelou
Var ho pizaj tener.
Siouaz ! dre va fec'hejou
Oun bet kriz 'n hokenver.
Sec'hit, Mabik beniget,
Sec'hit ho taoulagad,
Rag,a-vreman,d'ar pec'hed
Me dro kein evit mad.

J. B.

Minuit, chrétiens. Il existe de ce Cantique 3 ou 4 traductions portées différentes : 1^e) une de M. L. Letti R. du Recueil (30 nov. 1876) : Cetui an noz, cetui an heur estamour etc. 2^e) une autre dans le journal du Breiz nov. déc. 1902 : Hanter 10 noz eo ! C'est à même que le précédent mais écrite par le P. Laurent le Guen. 3^e) Idem à la partie : Cetui sonne an heur velvet anter noz... 4^e) In 1901, la traduction de M. Kerjean dans son Mir Sant C'HUEC'HVED KANTIK (1) Joseph p. 269. D'après ce troisième, Man heur ma o poët biles. 5^e) En 1902, à Kroaz ar Vistened n° 341 17 août 1902 : trad. de l'abbé Bilez (Azeror) : Hanter noz an heur meurbet ouruz. Var don : Kavet emeuz ar peoù h. 6^e) In 1903, la traduction que j'ai faite pour ce recueil.

Hanter noz eo ! Deut eo ar momet santel !

An Den-Doue a zisken davedomp.

Lemel a rai ar pec'hed orijinel ;

Kounnar he Dad vo troët divarnomp.

DISKAN :

Gloar d'Hor Zalver ! En noz-ma ken burzuduz,
Ra vo dre holl meulet he drugarez !

Var hondaoulin, kanomp gant eur vouez nerzuz :
Nouel ! Nouel da Vabik ar Verc'hez ! (bis.)

Ra zeui, ennomp, ar feiz gant he sklerijen
Da ziskouez deomp kavel an Den-Doue,
Egiz ma oue guechall, gant eur stereden,
Beteg enhhan kasset an tri Roue.

Tud gallouduz, lorc'h ennoc'h gant ho madou,
Roue ar bed en eur c'hraou zo ganet !
Tostait outhan da glevet he genteliou,
Hag e reot fae var an holl draou krouet.

(1) Great a-nevez var batrom ar c'hantik : *Minuit ! chrétiens.* An ton gallek, ker brao gant komzou gallek, ne ia ket koulz e brezonek. Choazet zo bet eta kentoc'h eun ton all anavezet ha karet gant an holl. Ma vez c'hoant koulzkoude, e vezog gellet miret an ton gallek, gant ma vezog great poziou, koubladou eiz linen.

S'apris "Dem. Minuit, chrétiens ! Musique d'Adam. Paroles de relig. de Rodet, Placide Cappeau, dans sa jeunesse. Plus tard, l'appela émigrer de la France et se lancer dans les idées révolutionnaires, mais sur son lit de mort, 1691.

Gant Hor Zalver hor chadennou zo torret ;
Breman omp libr ; digor eo deomp an Ee.
Eleac'h beza sklavourien d'an drouk-spered,
Breman ez omp bugale da Zoue.

Poaniomp, poaniomp da ziskouez d'ar Bugelik
Hor c'harantez, hon anaoudegez vad.
Lavaromp holl stouet dirag he graouik :
Kentoc'h mervel eget dont d'ho kuitât !

J. B.

SEIZVED KANTIK

An Adeste fideles.

Var an ton latin.

Da gærik Bethleem diredit, kristenien ;
Diredit heb dale ; sellit laouen
Roue an Elez
Ganet gant ar Verc'hez.

DISKAN :

*Deuit holl, deuit d'hen adori (bis),
Ha da ginnig dezhan mil meuleudi.*

Setu ar bastored o kuitât ho denved ;
Gant Elez davethan int bet galvet.
Davethan iveauz
Redomp gant levenez. *Diskan.*

Deomp eta ; ni velo Mab an Tad eternel ;
Kemeret 'neuz 'vidomp ferm eur bugel.

En he vaillurou
E velimp hon Aotrou. *Diskan.*

P'e guir eo evidomp ganet er baourentez,
Holl dezhan diskouezomp hor c'harantez.

D'hor guella mignoun
'Rankomp rei hor c'haloun. *Diskan.*

J. B.

TAOLEN

Pajenn.

Peden da Jezuz, evit gounit an induljansou.....	2
Deut, va Zalver, va Doue.....	3
Ni hoc'h ador, Mabik Jezuz.....	5
E Bethleem eo ganet	6
Deomp holl, kristenien	7
Gant an holl Elez euruz	9
Hanter noz eo !	10
Da gærik Bethleem.....	11

Imprimatur :

Corisopiti, die 14 Novembris 1908.

A. COGNEAU,
Vic. gen.

Kemper, moulet e ty de Kerangal.

D ^r BOISSARIE. — L'ŒUVRE DE LOURDES.	3	50
L'abbé SIFFLET. — GUIDE POUR LES GROUPES D'ÉTUDES.		2 fr.
L'abbé SIFFLET. — LA VERITÉ CATHOLIQUE, preuves et objections		2 fr. 50

POUR LA FÊTE DE NOËL

KANTIKOU EVIT GOUELIOU NEDELEK, gant eur
MISSIONER BREIZAD (M. l'abbé Bourdoulous). — Publié
l'année dernière, ce petit Recueil de Cantiques trouva
le meilleur accueil dans les paroisses où il put être connu
à temps ; dans l'espace de quelques semaines, la pre-
mière édition fut très facilement écoulée. Une seconde
édition vivement désirée vient de paraître ; on y trouve
quelques additions, qui contribueront à rendre le Recueil
encore plus utile.

PRIX DE VENTE : l'exemplaire, **0 05**, franco poste, **0 10** ;
le cent, **4 25** et franco de poste **4 65**.

*Kantikou evit goueliou
Nedelek
00 10
00 65*

KEMPER
au Secrétariat du Musée National

BIBLIOGRAPHIE BRETONNE. — Kantikou evit goueliou
Nedelek ⁽¹⁾. — Publié l'année dernière, ce petit recueil de can-
tiques trouva le meilleur accueil dans les paroisses où il put être
connu à temps. Dans l'espace de quelques semaines, la première
édition fut très facilement écoulée. Une seconde édition vivement
désirée vient de paraître. On y trouve quelques additions, qui con-
tribueront à rendre le recueil encore plus utile.